

K TRAHISON AMOUROUSTET.

DEDIET DA UR GODISSEREZ.

Var an ton ancien.

MA vizen het partajet demeus an eloqanç
A bossede Appolon gant calz eus a brudanc,
M'ein bize grêt ur reglen merget gant va daelou ;
Demeus ar guel blanedan a brezid d'am deyou.

Bremâ so'n. nebeut amzer e voan bet ravisset
Gant charmou ur femelet, rouanez ar guenet ;
Dre artificou Venus, rouanes ar yaouanqis ,
Ez ê deut d'am punissa deus ar brassa supplic.

Goneet e voa va c'halon gant an amouroustet ,
Gant ar c'hrea chadennou e voan prest sesisef ,
Nos ha de er supplicou , er brassa tourmanchou ,
Devoret ha consumet gant ardeur ar flamhou.

Scuis o veza tourmantet , hep cavet esperanç
Da veza prest delivret dre ar reconnessanç
Demeus an objet charmant a rê va supplicou ,
A voa capabl e-unan dà cessi va foanniou.

Ec'h annoncis hep dale ardeur va fassion
D'an objet eus va hirvoud va inclination ,
Gant un esperanç parfet da vea recompanset ,

49. 4. 19. 23.3



Eve justic ha merit eun amitie parset.

Goude bea saludet he grāç hac he fresanc ;
Sincer emeus invoget enor he odiang.
Dā avon̄ er he fresanc va oll santicmanchou ,
Carante , fidelite betec fin va deyou.

Assūret emeus dezi gant protestation
E halume ar flāmou demeus va fassion ,
E possede en antier va halon evit tron ,
Hac e rē va oll vartir ebars en he frison.

Dé bonjour dēc'h Rouanez demeus an oll charmou ,
C'houi a deu da imposi dre bēvar c'horn ar vro ;
Dre oll o heus ar pouvoar van an oll galonou ,
Evel an amoureusté , an eat hac an armou.

Ha dēc'h iqe , va doucieq , eus a greis va halon .
Me souhet sur an enor e vec'h va guir mignon ;
Ha mar grit din an enor denjeus ho amitie ,
E rampissoz va c'halon a joa ha levene.

Hennes a so eun enor a na veritan qet ,
Meritout an eloqanc demeus o hol speret :
Ar melodi zo gleet da oteur an natur ,
A bossed an oll pouvoar , nonpas d'e grouadur.

Mignones , credit parset oo'h eus-an meritet ,
Mar en merit hisvigen objet chars er bed ;
Ha mar bec'h din qer fidel evel ma tesiran ,
C'houi è va oll desiriou certen bars er bed-mañ.

En faç an ën , an douar , va mignon , e roan dēc'h
Va se , va gñie a enor ja veza fidel dēc'h ;
Ha mar deuar da wançouf qcit a ma vin er bed ,
Ne c'houleppaz arruout jampes er joausiet.

Me ra demeus va c'hoste, va douç far memes is ,
 Da gouserv va amitie bete disqen er be ,
 Ha memes da gontacti dre an douç alianç ,
 Contrat a fidelite, ha re ar jouissanc.

Me ho ped, calon dener, da viret ar prudanç ,
 A so un arm necesser da zisen ar gontanc :
 Qemerit an oll armou enep ar guel deodoù ,
 Rac ne veach reduiset dre o artisçou.

Poent ê enem separi, rac tad ar sclérijen
 A ya da vea ramplacét gant an devaligen :
 Me a gare, evit merq demeus va amitie ,
 Cavet pouvoar Josue evit asten an de.

Ar c'hiniad so ractał grêt tre an daou zen fidel ,
 Ogmanti a ra o foan ous en em dilezel ;
 Evit en em soulaji, on eus an espéranc ,
 D'en em gavet hep dale evit hor passetanc.

Bonsoar, mignones fidel, eus a greis va c'halon ,
 C'houi a ra va flujadur; va c'honsolation :
 Ha déc'h ive, va mignon , retornit bep dalcé ,
 Ar mennat à e'houennan, ma vo var ben tis de.

Bonjour déc'h , va douciq qer, rouanés va e'halon ,
 O quittat zo evidon ur guir bunitlon ;
 Mes bremàn ec'h esperan , dñe tierz ho cafante ,
 Na vesò qet difterit chaden va amitie.

Selaouit va midez tituzus o c'halon oc'h ottanç ;
 Gant ur guir humilite ebars en ho présant ;
 Evel ur c'haptif fatiq , e tteis e chadeñou ;
 A implor a vir galor finissa e boanniou.

Demeus va c'haptivite accordis din va grac .

Evit gallout contempli plijadur ar Parnas :
Va c'hrim a so pardonabl, ebars en peh fécon ,
Pa zê guir ê evit caret emeus bet ur galon.

Va mignon, ret ê ayoui, bras ê ar chanchamant
A so deut boe'n amzer-se ebars em santimant ;
Tremenet ê an amazer demeus hoc'h odianç ,
En em distag rân ouzoc'h, honnes ê ho setanç.

N'em bize biжен sonjet ebars en drompleson ,
Nac e vizac'h het capabl demeus a drabison ,
Qementse a rent ya loan cr bed-mâ hep remet ;
Mes ma clésen ar sujet e ven c'hoas soulajet.

Gallout à ellân credi n'en don het condaonet
Gant rouanez ar furnes hep cayet ur sujet ;
Illa mar dê guir qementse e credan gant rôson
Et vezo sur va suppliç hep nept remission.

Va escusit, den yaouanq; hep sujet na rôson
Ê prononcez an arrêt eus hon séparation ,
Dre effet ar c'hapriçou deus an astr dominant ,
Pini ra impression var va zamperamant.

Mes al lezen a zisq demp, ba ret eo he c'hredi ,
Qent eguet ober vœuyou dont d'en eui gonsulti ,
E tleer en em sonjal qent eguet prometti ,
Rac ur veach promettet, ret ê effectui.

O Venus ! Douces payan, erueilla recompanç ,
Goude da vea credet, va ficut gant da lanc ;
O veza dide fidcl pehes plijadur zo ,
Mes mar cesser da garet, eo guell beza maro.

Oll Doueou ar Parnas a so oll insultet :
An ês couls hac an douar a so oll affrontet :

Certen hennes se eur c'hrim bac a so punissabl,
Ma na ve prest effacet pa eo c'hoas reparabl.

Jupiter, puissant Rôue eus an oll Dòueou,
Enem venj eus ar c'hrim-man erve da boueriou.
Ha te, Mars victorius, qemier da oll armou,
Evit cavet ar rôson eus e fromesseou.

Mercur, ambassadeur, digor da ziousqel,
Nij bete ti va mestres, ha ro dei ar bresel;
Dre cloqanç Apollon ohтен din va mennat,
Da aretti an daerou a so em' daoulagad.

Ciceron, princ ar furens, gra dezi gourhemén
Da guifat ar gaouchoni ha da feuill al lesen,
Gra dezi efectui gant justic e veuyou,
Ma teuyo d'am delivra demeus he chadennou.

Junon, main an eurenjou, gone din ar victoar,
Hag a devo melodi ha triomf an Nao Hoar,
Ma vo celebret ar goel var mené ar Parnas,
Eu enor d'am Mestrezic, pa vin antreet en græc.

F I N.





CHANSON

AR GUIN-ARDANT, PE AR JIGODEN.

Vur ton ar Gazes.

ME ho suppli, tud yaouanq, hac ar re gos ive,
Deut da glêvet ur chanson compost a nêve,
Zo grêt var ar-Guin-Ardant, a hanver Lodevi ;
Calz plijadur ho pero, mar gallit e disqi.

Laqet emeus em memor hac ive em speret,
Da zonet da zisclêrya etoues ar Vretonet,
Var sujet ar malheuriou a so het aruct
E Breiz-Izel, bars er bla mil eiz cant ha nontec.

Estoni ra va speret o tost da gontempli
O c'houet penos e c'hoariac'h partout ho tragedi ;
O velet cals a dud fur penos e voant chanchet,
Goaset, merc'het, tud yaouanq, graguez; intavezet.

Abandonet o poa tout tres an ompinion ,
N'o poa mui a garantez nemet vit ar boesson ;
Choaset o poa'r Guin-Ardant evit ho quir mignon ,
Hac ec'h evecth Jigoden ep moderation.

Goudé e visac'h guelet o rullya dre'r vouillen ,
Guerzet ganêc'h ho potou, ho toq divar ho pen ,
Difreset ho chupennou ha-collet oc'h arc'hant ,
Alies cousqet cracs ho tud e nec'hamant.

Hep cavet intantion da choqi den ebet,
Lézomp hrenâ ar voaset, comzomp eus ar merc'het ;
En escopti a Dreguer e voint oll jentilet,
Deut da veza graciua en andret ar voaset.

Ne neus qet c'hoas pell amzer, ententit, Bretonet,
N'alle qet au dud yaouanq' parlant eus ar merc'het ;
Pa deuas ar Guin-Ardant marc'hat mat er c'hontre,
Demous ar merc'het yaouanq eus grêt calz a e'braqe.

Merc'het yaouanq ha re gos, plac'het a dies mat,
Pa c'hent d'ar foar da verza p'otramant d'ar marc'hat,
Ne voa marc'hadour ebet capabl da accordi,
Ma na vizet prometet eur banach Lodevi.

Mont a ra'r varc'hadourien neuze a galon vat
Da bêa ar Guin-Ardant, da ober ar marc'hat,
Dre voyen an, Odevi e zint bet accordet :
Gonit a re'r marc'hadour ouspen pemazec guennec.

Po deus touchet o arc'hant eo content o spelet,
Ha goude o banahou o deveus c'hoas sec'het.
Hac hint niont teit pe beder da di ar Guin-Ardant,
Ha goulén peb a vanne neuze presantamaut.

Evet o deveus eno ar peder fenielen
Qement eüs a Vouin-Ardant ma savas en o sen ;
Mes pa voe ret sortial er vouillyen int rullyet
Hac abimet o dillat, goapêt gant ar merc'het.

Rullya dirullya rejont o feder er vouillyen ,
Ha pa fote dê sevel e qucent var o sen :
Un eston int da velet ar merc'het diguempet,
Ha collet o mouchoner, o c'hoef divar o sen .

Comprenit an oll domach a ra ar Guin-Ardant.

D'ar re a ef aneàñ da goll o zantimant !
 En em expos d'an danger evit coll o buc,
 Evel a so bet guelet partout dre ar c'hontre.

Pa deuas ar Guin-Ardant da guenta er vro-nànn,
 Voa vit an hospitaliou da bansi an dud clànn ;
 Ha gouscoude calz a dud en em dol d'en eva ,
 Hac en certen eur hoesson eus ar re gruella.

Hac evize bet eur mor formet a Vin-Ardant ,
 E vize bet bet disebet ebars ar bla presant ;
 Ar pes a so cos ma zê queret evit ar bla ,
 Dre ar gonsomation a so grêt anca.

Qement tra so er bed-mâ a eprouv chencharmant :
 Hiryo Jeromp Jigoden ba guechal Guin-Ardant ,
 Ur banc inni brutal , ur C'hruanc pe Mistigri ,
 La Gout , eme Yau-Zoudard , ha nî lar Lodevi.

Poent e cavàn fnissa , amplic emeus comzet ;
 Ne larin mui davantach , gaut aon na vec'h sachet :
 Lavaret emeus décl'h darn eus ho quirioneou ,
 Ha gouscoude ya-unan me meus va defotjou.

F I N.



E Montroulez , e sy LÉDAN , e traon ru ar Vur.